



# G U E R Z

## GABRIELLA A VERGY.

*Var an ton Gallec.*

---

ALLAS ! piou birviqen a gredo  
Carantez RAOUL a GOUZY ?  
Piou , hep gouela , james a lenno  
Histor GABRIELLA VERGY ?  
O daou , aboue o bugaleach ,  
En em garient a vir galon ;  
Mes dre urz he zud hi n'em angach  
Dindan lezen ur güir leon.

Fayel , pried da C'HABRIELLA ,  
Treantet gant ar jaloui ,  
A ranfermas ar vreg fidella  
En ur prison leun a annui.  
Peb mignon a voa dezàn suspect ,  
Mes dreist oll COUCY e c'harie ,  
Ha GABRIELLA coupabl rentet ,  
Pa voezas o güir garante.

Hy e vén a scuill bepret daëlou,  
 Evit essât dont d'e galmi ;  
 Nac he yaouanqis nac he charmou ,  
 Netra n'ell en digoleri.

« Petra eo va c'hrim , ô va fried !  
 » Va vertus a dle va difen ;  
 » Fidel oun deoc'h hac e vin bepret :  
 » Petra'llit rebech din hepken ? »

--- « Partach an tourmanchou a souffràn ,  
 ( Eme an argarzus Fayel ) ;  
 » Gouezet em eus tout.... crën , qef Satan ! ..  
 » N'achappi qet d'am dorn cruel.....  
 » COUCY en deus did calz re blijet ;  
 » Mes souden me en em venjo :  
 » E hano a droubl oll va speret ,  
 » Mes en e voad me er mougo. »

Gouscoude , COUCY , ar parfeta  
 Eus an oll vignonet fidel ,  
 O c'houzout penaus GABRIELLA  
 E devoa ur sord qen cruel ,  
 Dre un effort , p'ini an natur  
 N'approuvas qet hep fremissa ,  
 Eus ar plaç m'oa e oll blijadur  
 En` em resolv da guimiada.

--- « Mont' ràn , emezàn , dre va absanç ,  
 » Da gontanti ar monstr Fayel :  
 » Quittat à ràn vit biqen ar Franç.....  
 » O beach hir , trist ha cruel !  
 » Neus fors.... me en em sacrificio  
 » D'un objet qer carantezus :  
 » Contant , ma ellàn , dre va maro ,  
 » Renta GABRIELLA eürus ! !... »

Prest e parti evit an arme ,  
 Rassamblet en Douar-Santel ,  
 Occupet da gombati neuze  
 An oll Sarazinet cruel.  
 Qerqent , e penn daou c'hant cavalier ,  
 Tud demeus ar re vaillanta ,  
 E teu da flastra en o antier  
 E adversourien horrupla.

An disesper frouden , an arrach ,  
 Bep tro o tiffram e galon ,  
 A redouble bepret e gourach :  
 Terrubl voa evel ul leon.  
 Mes gant un taul lanç blesset mortel , .  
 Ractal d'an douar discaret ,  
 Daoust d'e oll essa evit sevel ,  
 E coez e creiz e voad beuzet.

Pa velas e voa tost d'e varo ,  
 E c'halv e ecuier souden ,  
 Ha gant calz a boan neuze eno  
 E scrifas var e rondachen.

Monlac a erru en ur grial.....

— « Tao , ha na glêm qet ac'hanon ;  
 » Mes clêm qentoc'h an hini ne all  
 » Appesi un tygr , ul leon.

» Va c'harantez' c'heus anavezet ;  
 » Aoüalc'h eo ze d'am c'hontanti :  
 » Cass va c'halon d'am mya-caret ,  
 » Gant ar c'homzou oun o traci.  
 » Dide ec'h allan o c'honsia..... »  
 Mervel' ra en ur brononci  
 Hano e vestrez GABRIELLA  
 Etre divrac'h ar maro cri.

Monlac , eguis ur güir servicher ,  
 Goude beza neuze rentet  
 D'e vestr quer caret peb seurt dever  
 A voa bet dezàn commandet ,  
 A ambarq souden evit ar Franç ,  
 Hac ec'h erru tost d'ar c'hastel  
 Ebars p'ini e varv dre avanc  
 Un objet qen caër hac un æl.

Dre n'oa nemet Monlac er secret,  
 E tepord ur moment eürus ;  
 Gant soign bras eo en em deguiset ,  
 Evit ober e dro en cus ;  
 Mes Fayel , bepret en nec'hamant ,  
 N'en deus qet ur moment repos ,  
 Er güel o rodal goell sioulamant ,  
 Hac er sell vel ur c'hev'rel nos.

En arrêti a eure neuze ,  
 O sonjal en hanavezout ,  
 Hac er massacr a dauliou cleze ,  
 Hep differi e netra tout.  
 Gant ar spont eus desseniou traïtour ,  
 Netra na achap d'ar jalous ,  
 Ha ractal e fouill e adversour ,  
 Gant primder ha nebeut a drous.

Ah ! pebes joa zo en e ene ,  
 Pa vel calon baour RAOUL qèz !  
 Pebes fulor ennàn , pa hene  
 Ar scrit leun a dristidiguez !  
 Fixa ra anezo gant arrach ;  
 Ar venjanç zo en e galon :  
 --- » Oh ! emezàn , din pebes outrach ,  
 » Ha brava presant d'an Itron !!!... »

Destumet ar galon , al lizer ,  
 Ne zelaou nemet e fulor ,  
 E vedit ur venjanç hep niver ,  
 Leun eus a spont hac a horror.  
 Ar jalousi dû hac execrabl  
 En em disqeuz dezàn bep tro ,  
 Ha d'e gontanti , ar miserabl  
 A gav c'hoas re douç ar maro.

Tanvea ra dija dre avanç  
 An douçder er promet dezàn ,  
 Ha demeus ur seurt trist esperanç  
 En deus aoun na vez pell outàn.

--- « Me fell dîn , d'an traïtourez iffam ,  
 » O coach dezi ar virione ,  
 » He laqat da zebri e mil dam  
 » Calon RAOUL , hep gouzout doare. »

Erru eo eta'n heur maleürus  
 Da zervicha ar pred cruel ;  
**GABRIELLA** , en ur stad euzus  
 A dosta gant spont ous Fayel.  
 Evit dont a benn eus e dorfet ,  
 E press anezi..... O spouron !!!...  
 --- « Ar meus a blich did ? Bez divorc'het ,  
 » Rac calon RAOUL eo , da vignon. »

GABRIELLA querent zo semplet ;  
 Mes Fayel , carguet a fulor ,  
 Gant aoun da goll e venjanç touellet ,  
 A zicour anei gant humor.

--- Doue just ! pebes dislealdet ,  
 » Emezàn , o yudal spontus ,  
 » Ha me alfe beza tamallet ?...  
 » Lenn al lizer , greg maleürus !... »

Forcet eta da lenn al lizer ,  
 Fayel a fix mad anezi ,  
 O sonjal douçât e oll vizer ,  
 Mar deo güir eo tromplet ganti.  
 Qemer a ra ta , en ur grena ,  
 Ar scrit a dle barrât he foan ,  
 Ha demeus ur voez eus ar fêpla  
 E prononç trist ar c'homzou-màn :

--- « Cetu me var ar poent da vervel ,  
 » Hep achui c'hoas d'ho caret ;  
 » Contant e teu Doue d'am guervel , .  
 » Mar bec'h eus ho poan delivret.  
 » Ar maro na ra nep aoun dìn-me ;  
 » Hepdoc'h ar vuez n'eo netra :  
 » Eur c'heus bras am accabl gouscoude :  
 » Oh ! n'o quelin muî qen eta !!!

» Recevit va c'halon evit gach  
 » Eus an tenerra carante ;  
 » Demeus ur c'hen truezus homach  
 » E credàn var hoc'h amitie.  
 » Enorit-àn eus un dazlaouen ;  
 » Sonjit e RAOUL, o sell outàn :  
 » Ar sonch-se am charm, am rent laouen ,  
 » M'ho car... Adie... Mervel a ràn... »

Falvezout ra dêi c'hoas repeti  
 Comzou qen douç ha qen tener ;  
 O prononç ME no CAR, cetu hy  
 Yen sclaç en eur memes amzer.  
 Dre ur grescanç a grisder eüzus ,  
 En a glasq , dre frouden garo ,  
 Hirrâd ur vuez qen maleürus ;  
 Mes GABRIELLA voa maro.

## F I N.

*Propriété de l'Auteur.*

An torfet horrupl-mâ en devoe lec'h er bлоа 1191 ;  
 dindan r  n *Philip-August, Roue a Franç.*